



Le **SLB Skol-Veur** (Sindikat Labourerien/ezed Breizh Skol-Veur / Syndicat des Travailleur-se-s de Bretagne Université) se présente pour la première fois aux élections des conseils centraux à l'UBO. Présent-e-s depuis 2005 à Rennes 2, nous défendons un **syndicalisme de lutte interprofessionnelle** indépendant des partis politiques et des institutions. Nous pensons que seul un **rapport de force unitaire** peut faire reculer les États, le patronat, et imposer de vrais changements.

En nous présentant aux conseils centraux, nous ne comptons **pas faire de promesses électorales**. Les élu-e-s étudiant-e-s n'ont pas ou peu de poids dans ces conseils : au Conseil d'Administration, pour 5 élu-e-s étudiant-e-s, on compte 7 « personnalités extérieures » du monde politique et économique. Leur gestion est **opaque et dirigée par une administration** dont le pouvoir augmente de plus en plus, notamment depuis l'autonomie de l'Université. En effet, les séances des Conseils Centraux ne sont ouvertes qu'aux membres, les ordres du jour et comptes-rendus ne sont pas rendus publics, les jours et heures des conseils ne sont pas communiqués... et pourtant ces conseils décident de toute la vie et du fonctionnement de l'UBO ! Pour nous, la gestion de l'Université ne pourrait être réellement démocratique que si elle était prise en charge par des **assemblées générales ouvertes à tou-te-s les étudiant-e-s et salarié-e-s de l'Université**.

Nous n'obtiendrons rien sans une **mobilisation hors de ces conseils**. Nous appelons donc tou-te-s les étudiant-e-s qui veulent défendre ces propositions, ou réfléchir à une autre manière de concevoir l'Université et d'y vivre, à nous contacter.

## Le SLB Skol-Veur se battra donc avec vous...

*... pour que la formation soit accessible à tou-te-s et égalitaire :*

- ◆ Pour les **étudiant-e-s étranger-e-s** et les étudiant-e-s **emprisonné-e-s** : un accès aux bourses et une application réelle des droits comme pour n'importe quel étudiant-e. **Une carte d'étudiant-e, une carte de séjour !**
- ◆ **Contre toutes les formes de discrimination**, et notamment contre le harcèlement, mettons en place de vraies structures collectives pour ne plus devoir se défendre seul-e.
- ◆ Que l'UBO se réengage en matière de **langue Bretonne** en signant la charte « **Ya d'ar Brezhoneg** » (bilinguisation de la signalétique, des copies d'examen, des agendas... ). Nous exigeons également la mise en place d'une **UE libre « Initiation à la langue bretonne »** dans toutes les UFR, afin de permettre un accès à un système d'éducation en langue bretonne de la maternelle à l'Université.

*... pour que l'Université soit un espace d'apprentissage hors des intérêts économiques et financiers :*

- ◆ Nous nous sommes battu-e-s **contre la loi LRU** (Liberté et Responsabilité des Universités) qui ouvre la voie à la **privatisation des Universités**. Alors que l'UBO est « autonome » depuis le 1er janvier 2010, nous réaffirmons notre opposition à cette loi et à ses conséquences (pouvoir accru du président de l'Université, financement par des capitaux privés, entrée des chefs d'entreprise dans les Conseils d'Administration, ce qui menace l'indépendance de l'enseignement et de la recherche, etc.), ainsi qu'à la **masterisation** des concours de l'enseignement. La vraie autonomie, c'est quand les acteur-trice-s de l'Université décident eux/elles-mêmes de son fonctionnement.
- ◆ **L'Université n'est pas là pour répondre aux besoins des Entreprises**, mais à ceux des étudiant-e-s et personnels. La professionnalisation forcée n'est jamais une solution, nous demandons donc la suppression de l'UE 7.

*... parce que l'Université n'est pas qu'un lieu d'études, mais doit aussi être un lieu de vie, de culture et de construction sociale, et parce que la vie des étudiant-e-s ne s'arrête pas à la sortie des salles de cours :*

- ◆ **Approprions-nous l'Université, rendons-la vivante et conviviale pour tou-te-s**. Pour permettre aux étudiant-e-s de s'organiser, **l'Université doit mettre des salles à disposition** de tou-te-s les étudiant-e-s qui en font la demande. S'approprier la fac, c'est aussi imposer un aménagement qui permet de se retrouver : pourquoi, par exemple ne pas construire un préau sur le parvis du site de Ségalen pour nous protéger des intempéries ? De même, les politiques répressives d'interdiction de l'alcool dans le centre-ville, notamment dans la salle sous la mairie le jeudi soir, empêchent les étudiant-e-s de décider eux-elles-mêmes de la forme de leurs sorties.
- ◆ Nous souhaitons porter le débat sur la question des **transports, trop chers et insuffisants** : accessibilité des facs à vélo, par exemple par la mise en place de parkings à vélo mieux placés, visibles et de plus grande capacité, et en bus. Un vrai accès aux transports en commun passe aussi par la **gratuité**.
- ◆ Pour que tou-te-s les étudiant-e-s puissent étudier dans de bonnes conditions, plus d'**équipements informatiques et reprographiques** doivent être mis à disposition (et réparés rapidement !)
- ◆ Une **permanence juridique** doit être mise en place par tous les syndicats étudiants dans un lieu adapté sur Brest, Quimper et Morlaix, pour que les étudiants puissent venir se renseigner sur leurs **droits universitaires, mais aussi du travail**. Bon nombre d'entre nous sommes étudiant-e-s salarié-e-s. Des cours du droit du travail devraient nous être proposés.
- ◆ **Interdire l'accès de l'université à l'armée**, ce notamment pour leurs propagandes impérialiste et de recrutement.

**Stourmomp betek an trec'h !** contact : [slbskolveurbrest@gmail.com](mailto:slbskolveurbrest@gmail.com)



An **SLB Skol-Veur** (Sindikat Labourerion/ezed Breizh Skol-Veur) en em ginnig evit ar wech kentañ da guzuliou kreiz an UBO. Abaoe 2005 e stourmomp e Roazhon 2. Soñjal a ra deomp e rank ar sindikadoù stourm gant an holl labourerion/ezed ha bezañ dieub eus ar strolladoù politikel hag an ensavadurioù. N'eo nemet pa vezomp o stourm holl asambles e c'hallomp lakaat da gilañ ar Stadoù, ar patronelezh, ha mont war-raok evit gwir.

Oc'h en em ginnig d'ar guzuliou kreiz, ne soñjomp ket ober **prometoù dilennadel**. An dilennidi studier n'o deus ket a bouez, pe re nebeut a bouez, er c'huzulioù se : er C'huzul Melestradurel (CA), evit 5 dilennad studier, e kontomp 7 « den diavaez » eus bed ar politik hag ar c'henwerzh. Meret e vez ar c'huzulioù-mañ gant nebeut a dud. **Ar melestradurezh-mañ** emañ o kreskiñ dalc'hmat he c'hallout, dreist-holl abaoe m'eo emren ar Skol-Veur. Hag e gwirionez eo digor abadennoù ar c'huzulioù kreiz d'an dilennidi nemetken, n'eo ket foran an tabutoù, an devezhioù hag eurioù ar guzuliou ne vezont ket kehentet... ha padal ar guzuliou-se eo a ziviz petra 'vo buhez ha mont en-dro an UBO. Evidomp, n'eus nemet **bodadoù digor d'an holl studierion/ezed ha labourerion/ezed a c'hall merañ ar Skol-Veur en un doare demokratel**.

Ne c'hounezimp netra hep ur **stourm kreñv er-maez eus ar bodadoù-se**. Gervel a reomp neuze an holl studierion/ezed a fell dezho difenn ar c'hinnigoù-se pe klask empennañ un doare nevez da welet ar skol-veur, da zont e darempred ganeomp.

## An SLB Skol-Veur a stourmo ganeoc'h ...

*... evit ma vefe digor ar stummadur d'an holl, ha reizh evit pep hini :*

- ◆ **ar studierion/ezed estren** hag ar **studierion/ezed prizoniet** : ur gwir da gaout yalc'hadoù, hag an hevelep gwirioù hag ar studierion/ezed all. Ar prefedoù a rank reiñ paperioù da bep studier estren
- ◆ **a-enep d'an holl dispartioù**, ha d'an harell dreist-holl. Krouomp strolladoù evit en em zifenn asambles, ha n'eo ket chom hon-unanig gant hor problemoù
- ◆ ma kemerfe an UBO e girriegerzh e-keñver ar Brezhoneg hag **evit ma sinfe karta "Ya d'ar Brezhoneg"**. Goulenn a reomp ar gwir da gaout un **UE libre « Hentenn d'ar Brezhoneg »** en holl rannoù, a-benn reiñ un deskadurezh brezhoneg eus ar skol-vamm d'ar Skol-Veur.

*... evit ma vefe ar Skol-Veur ul lec'h deskiñ er-maez eus an ekonomiezh hag an arc'hant bras :*

- ◆ **Stourmet hon eus a-enep d'al lezenn LRU** peogwir ganti e krog ar Skolioù-Meur da vezañ privatizet. An UBO a zo « emren » abaoe ar c'hentañ a viz Genver, setu e lavaromp en-dro emañ a-enep d'al lezenn-se, hag he dilerc'hioù : roet e vez muioc'h a c'hallout d'ar prezidant, an arc'hant a c'hall bezañ roet gant an embregerezhioù, setu n'eo ket sur e vo dizalc'h ar c'h/gellenerion/ezed c'hoazh, h.a. Ne fell ket deomp e vefe « masterizet » ar c'henskrivadegoù kelenn kennebeut. Ne c'hall bezañ emrenn ar skol-veur evit gwir nemet ma z'eo an dud a studi pe a labour enni a zibab.
- ◆ **Ar Skol-Veur n'eo ket graet evit respont da ezhommoù an embregerezhioù, met da ezhommoù ar studierion/ezed** hag ar micherourion/ezed. N'eo ket un diskoulm james profesionalizañ ar c'hursusoù, setu e c'houlennomp e vefe paouezet gant an UE 7.

*... evit ma vefe ar Skol-Veur ouzhpenn ul lec'h studi, ul lec'h da vevañ a-gevret, ul lec'h a sevenadur hag a zarempredoù, ha dreist-holl peogwir ne baouez ket buhez ar studierion/ezed o vont maez eus ar salioù-sklas*

- ◆ **Kemeromp evidomp ar Skol-Veur ha plantomp buhez enni !** Ar Skol-Veur a rankfe reiñ salioù d'ar studierion/ezed pa vez goulennet ganto. Evelse e c'hallomp aozañ traoù asambles. Perc'henniñ ar Skol-Veur a zo ivez un doare d'en em adkavout : perak, da skouer, ne vije ket savet ur pratel en degemer a-benn hon gwareziñ ouzh an amzer-fall ? Hag en hevelep doare, ar politik a vez lakaet e pleustr a-enep d'an alkoll e kreiz kêr, ha dreist-holl er sal dindan an ti kêr d'ar yaou da noz, a harz ar studierion/ezed da gemer o divizoù.
- ◆ Fellout a ra dimp ivez tabutal war an **dougen, peogwir eo re ger ha n'eus ket a-walc'h**. Pouezus eo evidomp e vefe **aesoc'h da zont d'ar skol-veur war velo**, da skouer ma vez lakaet muioc'h a parklec'hioù, ha ma vezont lec'hiet gwelloc'h. **Digoust** e rankfe bezañ ivez an dougen.
- ◆ Evit mar c'hellfe an holl studierion/ezed studiañ e doareoù reizh, ezhomm zo da gaout **muioù a urzhiaerion hag a vinviñ fotokopiañ**.
- ◆ **Burevioù-pad** a dlefe bezañ lakaet e plas gant an holl sindikatoù e Brest, e Kemper hag e Montroulez evit mar c'hallfe ar studierion/ezed kaout titouroù **war o gwirioù er Skol-Veur** hag el labour. Rak, evel ma ouzomp, ez eus ur bern ouzhip a labour en hevelep mare ha ma reomp studioù. Kentelioù war lezennoù a labour a rankfe bezañ kinniget deomp.
- ◆ **Difenn d'an arme da zont er Skol-Veur, dreist-holl evit reiñ bruderezh impalaerour evit desachañ studierion davet an arme gall.**

**STOURMOMP BETEK AN TREC'H !** liamm : [sbskolveurbrest@gmail.com](mailto:sbskolveurbrest@gmail.com)